

- 109 -

Dastumad Pennwern : dornskrid 89

41. BREUR HA C'HOAR

(follennoù 128 - 131)

- Debonjour a joa er maner--man
Ar merc'h et iaouank pa n'ho goëlan.

- E main aze azioc'h ho pen
O tilluia ho bleo melen

Hag ho ho neza beb eil neuden.

Neket ar re man eo a klaskan
Eur viores a voa aman ?

- Ed he dal len duze dar prad
Da digares kana he dillat.

Teir habid seiz en deus uzet
ho triverzi gant he galantet

- Na ma wechen an hent dal len
Me wa ed d'aprouf ar fumelen.

- Id pen da ben gant an alle,
Roudou he boutou a velfet
a trous ar golvas a kleffet.

- Debonjour plac'hik diwar bord al len.
C'hwi a kan kaer hag ha saon gwen.

C'houi a kanfe dime va fourdrisen,
C'houi goal/c'h/fe dime va kravaten ?

- Ne kannan ket kaer, ne saonan ket gwen.
Ne kannin ket dec'h ho fourdrizen,
Ne woalc'hin ket dec'h ho kravaten.

- Debonjour, plac'hik diwar bord al len
Sellit ouzin a troit ho pen.

Na sellit deus va marc'h gwen
Zo eur vrid arc'hantet en he ben ?

- 110 -

- Me ra mui a van deus ta varc'h gwen
A ma raën deus eun dornad foën.

- Dibonjour plac'hik divar bord al len,
Sellit ouzin a troït ho pen.

Na sellit deus va mantel ru(s)
A zo allaouret an daou tu ?

- Me ra mui a van deus ta vantel rus
A ma raën deus eur bod furlus.

- Debonjour, plac'hik divar bord al len,
Sellit ouzin a troit ho pen.

Sellit deus va gramachaou
A zo brodet a neud allaour.

- Me ra mui a van deus ta c'hramachaou
A ma raën deus eur bod louzaou.

- Dibonjour, plac'hik divar bord al len,
Sellit ouzin a troït ho pen.

Mar keret dond gane aze er c'hoat,
M'ho lakeïo da c'honid arc'hant mad.

- O neket me ar fumelen
A c'honid arc'hant gant he barlen.

Me a meus eur breurik a bel bro
Hennes ma kleffe ho diskourjo,

Ho tispenfe a gartiero
Evit ho kas d'ar c'hroas hencho.

- Me eo da vreurik a bel bro
Zo deus^o aman da 'h aproff. ° a-us : d

Rag dime e voa lavaret
E voas plac'h fall, mès na dout ket.

- Ma vouechen a ve te va breur a bel bro,
Me at briatfe petek ar maro

- Mil a mil mallos d'al lesvamaou !
Rag ni zo breur a c'hoar om daou.

- 111 -

Kris a vije ar galon na voëlche
Var bord al len a neb a vije.

O vellet ar breur hag ar c'hoar
Rana ho c'halon gant klac'har.

VVVVVVVVVV

Louisa Herviou, Taole, 8 janv. 1851

VVVVVVVVVVVVVV